


# YON KERCH

| niv. 16

2 IUR

## BRETON PAUV'CON!

ISPISIAL ELEKSIONOU



KARSTOULL

VOTIÑ evit Yod Kerc'h a zo votiñ

div wech! ur wech evit ar Yod  
ur wech evit ar C'herc'h!



Ra gouezho ar mallozh war gement istrogell loariek, fistouller hej-e-doull blevek pe get a gredo lavaret ez eo kouch-fardañ Yod Kerc'h ur stobad genaouien dañ-et, techet da lonkañ chouchen Cevaj stambouc'hus ma'zeus un' war ar c'hozh tamm douar patatez-mañ) ha konchoù-toull-didoull kentoc'h eget stourm evit ar vro hag ar sokialouriezh. "Le combat pour le socialisme ne se fait pas en rigolant!" emezo en ur galleg tro an ti gant flaer an O dev Kolognev warnañ. Sertena-

ment ha pas otramant, ne vez ket c'hoariet gant an dispach, forzh pehini e vefe, e-giz ma vez c'hoariet boull-tenn, al loto pe ar garantez! (dreist penn biz). Nann, ur c'hoari all eo hemañ, eil kategori, p'emañ ar votadegoù o tostaat a gammedoù bras e kerioù an Ekzagon. Tagañ Yod Kerc'h a zo tagañ an holl satelitoù o treiñ en dro da Y.K !! Se avat a zo grevus hag arvarus. N'omp tamm ebet an tud-se drouklivet gant padred o fluennoù skañv hag o zeodoù fall, tud ha n'o defe pal ebet paneve kaout plizadur ha bourrañ ken ha ken. Ar blijadur a zo ur vojenn da ziskar, ur gredenn bobl silet en hon touez gant teroristed ar reor, fedained ar reizh, palvaterien peñsoù ha dastornerien bronnoù ha me oar peseurt anv vil all a vez roet d'ar sponterien-se!!...

Gwa<sup>(1)</sup> a laran d'ar farsourien a bep ouenn o kantren en hor bro gant o fasporioù etrevrodel hag o diwallereziou-toull, gwa da saotrierien templ an urzh ha

<sup>(1)</sup> Gwa: malheur - nuance poétique.

d'an holl haderien-kaoch ha dioded o tiwan stank er bloavezhioù 70. Gwa ivez d'ar re yaouank a weler bremañ gant o blev hir, o dremmoù distronk ha gwenn e-giz liñser an anaon, gant o begoù liv krampouezh Kemper (pa n'eo ket re Vrest), gant o c'horfoù ken gwastet ma n'int ket gouest da servij ar frañs memes! Diskouez a rankomp hor fiziañs er bed modern, an nerzh hag ar gwad ruz (ruz e-giz golo dastumadenn Yod kerch gant ur Yod bras) o virviñ en hor gwazhied. Ar c'hrist a zo marvet, Marx (grucho) ivez ha ni'zo bev-buhezek. Aleluia!!..

Aet omp skuizh gant ar pennoù bras, grougous-erien toullou-sbrizh, frioù-karn, bitouzet rêvet anezho, a vez o uzañ hor reor deomp noz-deiz gant promesaoù dinever ha goulllo! Hor mignon Karamel Mou en deus resevet ar 754 vet taol troad en e reor ar sizhun-mañ Tud an Edukasion Na-sot-nailh a zo didruez ha poent bras eo da c'hoari-se echuiñ arak ma ne chomfe eus reor bloñset hor mignon nemet ur pezh mell tamm kig drailhet mat da netra ken!. Achanta! daoust ha-erñ yelo ar maout ganeomp ar wech-mañ, pik goulennata. Ur YA afirmatif a glever o tassion e saloñsoù an ouvrierien pe ar vicherourerien azezet-brav dirak o fostoù tele pe o ardivinkoù skinwelouriezel 'giz ma lar Bronduik ba' radio. Gwa a laront int-i ivez da durierien-teilh nouvo-snob an Elize taget gant kleñved ar madalennou hag hini gwashoc'h c'hoazh an nannvoudouriezh prederouriezel!! (vou zen bouch erñ koin, bandenflé!) Degouezhet eo ar poent ma vo barnet an dud hervez o oberoù!

Met, awalch a wigour ha selaouit, fraied Jochik, (C'giz ma lavarfe oberour bruded E Toull Varia, James!), mouezh ar furnez ha disonjit hailhevod-

ed, chalboterien kaoc'h sevenadurel an ekzagon o ragachad  
war ar marc'h-media, q'labouserien vil anezho o tisonkañ  
pechejoù marvel bemdez-doue.

Stagomp, ma fell deoc'h, gant ar pep pouezhus-  
añ. Ar Programm! Petra a ginnigomp evit cheñch  
penn d'ar vazh. Ur programm simpl hag efedus, poellek  
peurlipet, brezel. Nann a laromp d'ar violence (e galleg  
evit ma vije intentet gant an holl) Nann d'ar feuleu-  
beu, d'an I.R.A, ELFATAKAMASUTRA ha tout an traou  
o echuiñ e A (Lizherenn faos ha trubard). Ar S.M.C.  
da 4 real 'vit tout an dud (nemet evit tud ar  
strollad, ar re-se o sonj evidoc'h, istrogetlet ma'z oc'h)  
Ar C'hafe, an te, ar struj : 3 gwenneg ar c'hilo !!  
Sed aze ur burzhud hag ar merched baaz d'ober  
o zamm tro war ar marchad a oar mat petra dalv an  
dra-se. An Udébé ba'n tele ha bandenn Bader en  
toulp. Ne bader ket atao! Paf! "Baizomp" social a-enep  
ti pedro-metro-boullododo-domino hag all...

Ni 'lar : Labour e Breizh hag usinoù e Breizh,  
sed aze ur cheñchamant. Usinoù hep maged, anat deoc'h  
Douar Breizh a zo pinvidik-bras, turiet e vo, eilpennet  
dismantret ma'z eo ret, met kavet 'vo un dra  
bennak! Nondegast! N'eus ket da dortal. "Cul-tivez  
vot' jardin" 'lar ar c'hallaoued. Ar re-se n'int ket  
sot. Uranium a zo ha gouest omp da gaout <sup>ur sentral</sup> graet  
gant Bretoned, evit Bretoned!

" Bez e vo labour vit tout an dud, bezit dinec'h  
hag ar re a nac'ho ar re-se o devo bec'h !

Ivon Krog (furnez ar  
bleiz)

Un NANN distaget freaz e-giz ur bramm reut ha  
start a laromp d'ar gwinn ruz 14° ha stourmomp  
evit ma vezo gwinn mat war taolioù ar vicherourien

Goulennomp groñs skol ar Yaou d'ar Merser (ha vice versa) ha skol Diwan an deizioù all. Pep hini e lod, c'hoariva stil riv'gôche ar Vrozh archant ha tad an ss en tele d'ar mintin, da goan, da lein ha da greizteiz (distagañ eiz. [e] e-giz eta seur). Toull ar gomodite hag an telefon pe ar pell-safar ("vel ma lar Kernez Bouz en e levr "La bigoudenie à visage humain") e pep ach-e-lemm a vo goulennet groñs pe ne vo ket! Stourmomp evit gwirioù ar Vretoned ha ma vo roet da bep hini ar gwir da zibab ar paper-reor a zere ouzh plusk e benn adreñv (rust pe dous gwenn pe zu). Implij ar bizied arat a vo difennet-groñs! N'omp ket sovajed, betegoud. Ar Seku hag ar mach-fobal evit an holl hag ar c'hultur evit netra. Ur "Beaubourg" a fell deomp er vourc'h Wenn! (ne vo ket ezhomm cheñch añv memes: Beaubourg blanc) YA, er Vourc'h Wenn, kerbenn bro leoun hag hini ar pevar eskopti **UNANET!!** Kompren a rit, tri mil c'hastan diaoul Ne vo ket a zispach hep Unvaniezh! Pevar Eskopti a zo ha pevar e rânkont chom (giz ar mousse-queue-taer)

N'eo ket demagogiezh (Doue oar peseurt ster a vez roet d'ar ger-se bremañ.) a reomp, pell achane. Em añ an avel o treiñ. Echu gant ar c'hwez flaer peg ouzhomp, boulchet eo ar 5vet Emsav, hini ar rochedoù prop, an atachekeis hag ar 7 skritur. Hor sonj a zo bountañ 'maez ar strollad an holl dreserien kowilhegar (Falo) ha Ludik a ra goap ouzh ar Vretoned hag ar Vretonezed! Bennozh Doue OMO!! Ar merc'hed a zo ur varchadourezh 'giz ar re all ha n'eus ket d'ober fae warni! Konseleudise!! Daoust ha n'eo ket ar merc'h-ed penn abeg hor bezañ war an douar?

Nag ar re gozh? Gast, puten disonjet 'm'oa ar re-se! CHAOS!  
 Boulchurun! Petra 'vo graet gant ar re gozh? Chom a ra  
 c'hoazh ha da votin ez eont memes ma'zint war-nes  
 smervel div pe deir gwech war<sup>an</sup> hent. Ya, da re gozh e vo  
 roet bep a bod krizantem da lakaat war o bez!!

Evit klozañ gant ar pennad-mañ e  
 levarin deoc'h chom hep digoumanantiñ, daoust m'eo  
 hor sonj kreskiñ priz ar gelaouenn.. Kresk 'zo war  
 tout an traou, memes war ar pezh a ranker kaout  
 bemdez- c'houlou: an dour, ar ouestorch, ar brikoli,  
 ar reizh, ar feizh, ar petrol, ar struj, ar vatalasenn,  
 an arme, memes priz an dispac'h a zo kresket  
 abaoe dilun diwezhañ! N'eus ket a justis war  
 an douar!

Salv ma vo selaouet hor pedenn gant an  
 otoriteoù kompetant!!

sinet

\* Feñch. Lodrin (beleg)

kandidad God kerc'h e enez

. Eusa .

skrigus!



Sant per a vo  
 kandidad e  
 sirkonskription  
 SKRIGNAK

\* ma c'hoarvez deoc'h lenn ar pennad da sul e rankit  
 gout e vo digor ti an opotiker Diveres a lopech-  
 ed da Sul 19 a viz meurzh etre 1em ha div eur  
 (mintin) -

30 a viz c'hwevrer 2020

Koomzet brav neus graet An  
Aotrou Prozhon, prezidant  
an republik, dech'noz  
e-kerzh an abadenn Tele  
"Korn an Oaled". Dont a  
rae plaen al leouneq gantañ  
bremañ war-lerc'h ober  
30 vloaz gant ar metod  
assimil. Hag ur souezh  
penaos n'eus tamm krenienn war e vouez paq e ya  
koulskoude war e 80 vloaz.



Bet eo bet start tre zoken en ur brezeg diwar-benn  
an eleksionou a zo da vezañ graet a-benn an nevez-hañv.  
N'eus ket diskouezhet tamm nechamant gant digresk e  
strollad "Unfanieth demokratel Breith" (skritur ofisiel ar  
stad krouet er bloavezhioù 80) a zo sur forzh penaos da  
c'hounit. Chalet bras eo bet er c'hontrol gant an  
"estremisted". Implij ar ger vrezhoneq kozh-se n'eus lakaet  
strafuilh en ho touez sur-a-walch, rak pell 'zo ne oa ket  
mui kaoz eus an dud-se en hor bro demokratik. Talvezout  
a ra-estremist-kement ha penn-da-bennour pe penn kil ha  
troadour. Piw eo an dud-se neuze ??

An AC'HEM (ar c'hallaoued er-maez da gentañ). Tud  
eus an tu dehou pellañ nag eo o c'hoantaad serrin beven-  
noù Breizh da-gement estranjour. Hervez e vijent diazezet  
mat en Inizi Kergelenn hag e kerioù'zo -

Ar (C'H).K.G.B (kollet gant ar boeson) strollad  
anarkourien diazezet a-bell zo er vro Vigoudenn. Dibennet  
e oan bet toud-goude an dieubidigezh ha diwaniñ a reont  
en-dro diwar n'ouzer ket peseurt gwirizienn vreñ. Lakaad  
peuz ha freuz a reont dre o c'horn bro a-bezh. O program  
o vezañ digresk priz ar gwin ruz. Seurt sloganioù dema-  
gogel zo net diwall deus outo rak sachañ ur bern tud a

c'hellont.

An U.D.G. (unvaniezh demokratel Gwened) an dud  
gouez-se zo o silañ e spered an dud n'emaint ket bretoned  
met Galianed. Diazezet eo o freder war skridoù un den  
eus ar c'hantved kozh krevet pell 'zo en ospital ar re sod  
e Kemper. Diwar anñ an den-se en em anavezont ar  
"Falc'hunourion". Dre voneur neus kavet ar gouarnamant  
an tu d'echuñ gante. Benn vez unan tapet e vez  
lakaet da labourat en ur Fritur nukleel ha mervel  
a reont en ur ober ur bloaz pe zaou! E giz-se e  
servijont ar vro memestra.

Breur Arturo —

SKANDALOÙ araoch  
an eleksionoù!

1  
eskob  
war zaou  
a zo

**FAOS!**



AR BED A DROIO  
WAR AN TU GIN goude  
an eleksionoù eme  
ur skiantour brudet!

7



1  
breizhad  
war 3  
'zo taget  
gant kleñved  
ar boeson!  
ha n'o  
deus ket  
zroad da  
gomz!

**YOD** kerch a ginnig ur  
c'handidad kollet gant ar boeson

o **ICI BREST** o

SCANDALE : un  
laboratoire de  
drogue découvert  
au siège de  
L'UDIS a  
BREST!

(c'était  
pour la  
campagne avec  
le secrétaire)





MOUEZHIT TOUT EVID

JOAKIM ABSTAÑSION

HOR YOD-KAC'HER A VO  
WAR AR RENK

EN HO SIRK-KOÑSKRIPSION  
AN HINI NEMETAÑ NA GINNIG  
NEMET AR PEZH A GARIT.

PESEURT DANVEZ -KANNAD EUS AN TU DEHOU PELLAN BETEK AN  
TU KLEIZ KOLLETAN A C'HELL PROMETIÑ DEOCH KEMENT HAG HINI  
YOD-KERC'H ?

JOAKIM ABSTAÑSION, KANDIDAT YOD-KAC'HER, HEÑ, D'AN NEBEUTAN,  
ZO AN DEN HONEST NEMETAÑ A C'HOULENN DIGANEOCH HO SUFRAJOÙ.  
(HA KOMZ ARA KEN BRAW HA FAÑCH BROUDIG.)

LUGANOÙ SKLAER HA LIRZHIN AN AOTROU ABSTAÑSION :

- TAMM HATAMM E YA AN NETRA DA VANN .
- CHARINKIT UR FISTOLENN HA KAC'KIT ER VOEST-VOTIÑ .
- FOUZHAN GANT UR GAPOTENN ZO VEL ROUZAN GANT UR VANTELL-C'HLAW .
- NANN D'AR BOTOÙ-KOAD ! YA D'AR BOTOÙ-FORMIKA !
- KAC'HOMP WAR RAYMOND BARRE-HEOL !
- TAMM HA TAMM E YA AR C'HAN DA VRÄMM .

**-BRULU !**




CHOUKOM 'DEI !



**YOD KERC'H  
A GINNIG  
UN DANVEZ KANNAD  
E PEP SIRK-KOÑSKRIPSION  
E BREIZH**

— GWELLOCH EVID AN U.D.B. — YA !



KANDIDAT YOD-KAC'HER

# PAJENN REORLIJIEL

DAOU YOD-KAC'HER EUS BRO-V-BRAZIL, ROBERTO COSULICK HA FIFÓ FERNANDEZ O DEUS SKEUDENNET AR PLACH NOAZH-SE WAR BEZ SANT-JOSAFAT E DIABARZH ILIZ-VEUR SANT PER E ROMA. →

KINNIGET EO AR SKEUDENN GAER SE DA LENNERIEN BARR-HEOL KEMENT HA CHENICH EUS GOLOIÖÙ AR GELAOUENN SAOURUS LEC'H MA GLEVER AR GAC'HTOLIKED DIWEZHAÑ OCH HUANADIÑ.

↓ TENNET EUS NIV. 95 BARR-HEOL WAR FEIZ HA BREIZH. MIZ KERZU 77. PRIZ 9 LUR(!?)

## UL LIZHER 30 A VIZ HERE 1977

... Gourc'hemennoù a gasan deoc'h evit BARR-HEOL a vez atav ken plijus, ken bourrus da lenn penn-da-benn...

N'eo ket evit se e skrivan deoc'h dreist-holl. Evit un dra all (an hini eo). Klevet hoc'h eus komz eus ar gazetenn YOD-KERC'H ha gwelet marteze un niverenn bennak anezhi. Me am eus un tañva anezhi gant niverennoù bet degaset d'ar gêr gant ar vugale. Ur vezh eo embann seurt traoù ken hudur. Ar brezhoneg n'eo aze nemet un digarez da silañ an hudurniezh e spered ar re yaouank. Rak ar re yaouank eo a goumanant d'ar gazetenn lous-se : e brezhoneg eo ? neuze eo mat, a soñj an darnvuiañ anezho. Dre chañs ne gomz eus se nag **Al Liamm**, na **BarrHeol Arabat** hen ober evel just !

Gwashoc'h a zo c'hoazh ! 6 miz bennak 'zo ez eus bet er gazetenn-se ur pennad ne oa ket sinet e-lec'h ma oa anv eus **Mon, Barr-Heol**, ar sektennoù a bep doare, **Krisma** hag all, ur meskaj spontus; ar menozioù hag ar mennadoù a oa dizoue, digristen hag enep-kristen. Goulenn a rae ar skrivacher ma vije diskaret ar c'hroazioù a-hed an hentoù, e Breizh, an ilizoù zoken ha kement tra a zo merk ar gristeniezh warnañ.


Hag an holl labour distruj-se a zoug frouezh e-touez hor yaouankiz. Ral a wech eo ma vez kavet un yaouank eus an **Emsav** a ya d'an oferenn. Ar re boas da vont gwechall ne deont ket ken...

## RESPONT BARR-HEOL

Bet en deus hor c'henskriver ar vadelezh da zegas deomp ur fotokopi eus ar pennad abegget gantañ...

Re a enor e vefe ober da **YodKerc'h** o reiñ ur respont bennak da gomzoù direvret evel-se ! Mar ne deo ket gouest ar re yaouank d'en em vestroniañ o-unan ha da reiñ un taol-skub e-lec'h ma'z eus ezhomm, ne dint nemet leueoù ha kaer he defe **BarrHeol** klask lakaat an traoù war o rez, koll e amzer ne rafe ken. An hini a zo sot hag a oar a zisota, pa gar. Oberour dianav ar pennad lakaet da dalbenn dezhañ «**Barr-Heol** war **Moon, Feiz ha Breizh**» ne oar ket sur-mat petra ez eo e-unan, na petra a lavar.

KLERG



ROMA. 19 HERE 1977.

PENNAD TALBENNET : LAZHAÑ AR FESTOÙ-NOZ ?

EMañ AN TADIOÙ MANER o TISTREINI !

En deiz-all avat, e welen ur beleg hag a bled tamm pe damm, a-bell pe a-dost gant Festoù-noz hag e lavaras din krak-ha-berr : «**Ar Festoù-Noz a zo da lazhañ !**».

Er fest-noz diwezhañ bet gwelet gantañ e oa ur milier bennak a dud. Met peogwir ez eo techet an den da louzañ zoken an traoù bravañ e oa darn eus ar re a oa deuet d'ar fest-noz war o c'hrabanoù, pa ne oant ket evit dougen o sac'had. Re all o klask ur c'houign tehval bennak. «**Da lazhañ emañ ar Festoù-Noz, gant o boeson hag o chouchenn (= chufere)...** Un dra o vreinañ, un dra o vreinañ e-unan, hag o vreinañ ar yaouankiz». Un taol-esa a vo graet amañ a-benn daou zevezh ac'han. Ne vo takenn boeson ebet da evañ. Bez'e vo kafe, chokolad, ha zoken laezh, ha krampoezh ha gwestell, met na gwin, na jistr, na chufere ! Lavaret em eus d'an dud eus va farrez bezañ gant o jeu... En deiz all e oan bet ken heuged, ken am boa ranket sevel va mouezh en deiz war-lerc'h en oferenn da glemm... Diwar an taol-esa-mañ e vo gwelet petra da ober !.

Sot eo an dud yaouank bremañ, zoken (ha dreist-holl) ar Vretoned yaouank. Pebezh ranngalon (ha pebezh fulor ivez !) evit an tadoù hag ar mammoù hag a rank gouzhañ gwelout o zud yaouank o vevañ dindan o fri, evel pa vefent dimezet dija ! Ha ret dezho plegañ ha kuzhat o mezh c'hoazh gant aon da zroukvredañ o familh... Piv eta a savo da dennañ ar maks ! ? da ziskuilhañ ar gizioù diroll a zo o c'honit tachenn mui-ouzh-mui. Rak evelkent e chom c'hoazh un tamm onestiz e kalon kalz a dud, ha zoken e kreiz kalon ar yaouankizoù, moarvat.



ev'ta! warc'hoazh  
e paro an heol adarre!  
'vo ket memes liv ganto  
matrese?



ivrogne!  
Je rentre  
chez  
ma  
mère

Merdos! disonet  
m'eus pet kilo  
kiq 'm'oa da  
brenañ!??

n'eo  
ket tout  
lonkañ  
ret eo  
votin  
bordel!!



petra  
'laro  
va...?  
c'hi'



ZAOU! Poent dit votin  
Babig!! Perak e votfe  
da vamm evidout??

AAH!!  
Erru ar ....  
gomunisted er  
vro!! les beaux  
nez rouges!

Jesus  
mari!!



han?  
e!  
o!

keno  
Bugelig!  
dalch mat gant  
da hent!



Kobmanantet  
on da  
vod kerc'h  
ha c'hwil?  
....

PCMLF  
Plus de  
cul  
des  
sous

Goude  
an  
bramm  
an  
tamm  
wid Breza  
Un  
Den  
Brein

snif! sniff!! un plach tost va  
chalon!! Dior cuvé 71. Hopala!!  
pebezh devezh!! 'Love you baby!  
eman va choantoù gour e gor!

petra 'laro  
an M.L.F.?

eh! MOMO!! petra 'rez  
amañ mintin mat?... Deus  
dumañ! va gwaz ne vo  
ket distro araoek kreisteiz  
o votin 'mañ!!

ur spierezh  
eus c'H.G.B!!



ur  
gwaz,  
on pe  
n'on  
ket?



Me eo  
sotañ yannig 'zo  
bet diskoazh er bed



Ar wech kentañ din tañvañ plijad-  
urioù divuzul ur bouch'ig eus an  
tu kleiz! Sigaer! Wiski, muzik  
tele, pantouf! Nouvelobs....

la  
fabrikasi  
a visage  
humain  
3 volume.

exigez  
le Label  
UDB



me m'eus votet 'vit  
kandidad. Yod-kerc'h  
AB stansion. hennezh a oar  
petra 'fell dehan!  
Tout diouzhtu  
ha war an  
fack, prim ha  
prim!!

ne blij ket din an istorioù  
hep  
penn na  
lost!!



K.G.B.



klevout a ran da ograou  
o fraonval hag en noz  
kivioul e tigoran dit  
dorioù blevek va baradoz

Naig Krozmor  
(1) fragment.

ya! a!  
ou! mat eo!  
plant tro!!

never  
more!

Karotez!  
karotez!

Sondaj:  
50% a blijadur  
50% a chweziñ  
balotaj! dav 'vo  
mont d'ei un eil  
gwech!

va digarezit.  
'mañ ket va gwreg  
ganeoc'h?

lisez  
le  
peuple  
Breton  
pebezh abadenn!

(1) diembann  
approuvé par le comité de  
censure Visant Seizé L.T.D.



n'eo ket tout mont da  
vreskin! un obererezh  
m'eus da gas da  
benn araok  
fennozh!




paour kaezh  
paotr klañv!  
pell'zo m'eus  
kollet interest  
el lostoù!!

Ya, met!  
lostoù  
beleien!!

da  
sutal!!




Soeur Mari-ange!!  
nag an tu dehou, nag ar  
per ar apostol unanet, na  
Doue memes ne roio deoc'h  
kement a blijadur! Baizit  
dinec'h!!



I'am the  
TAXMAN!!

SELF SERVI  
servez-vous  
et  
voteg a la  
caisse!

soyezeureu!!...  
exiger le label  
40d kerch



Ac'hanta tudou! ar souegh a  
welan war ho tennmou! Ya! ar  
voestig-man a zo ur peñch da  
pakañ logod!  
eta <sup>ma</sup> 3 eus tra  
pe dra e-barzh! gwelomp

al logod a gouezh  
er vouest hag a vez  
treusfunmet e  
"sardine a l'huile de  
DOUARN..."



echu'peus gant ar  
voestig-man?  
hum!



ar re yaouank n'o  
deus pal ebet ken er  
vuhez peneve  
terriñ ha  
distruj!!



va anavezet oc'h eus?  
me eo ar riboulen  
masklet, kandidad  
an tu  
gin!!

.. DAOUST HAG  
E PLIS DEOC'H  
MONT D'AR  
FESTOU-NOZ ?..  
...

AC'HANTA!

..MONT A  
RAN BEP  
TAOL !

EVEL JUST!



HA NEUSE,  
PLIJADUR  
PEUS FORZH  
PEGEMENT DA  
ZANBAL ?

M'EOS KET  
DONT A RAN  
EVIT  
SKOAZELLAN'!

EVEL JUST.  
SKOAZELLOMP!  
YECHED MAD!

YECHED  
MAD DEOC'H!  
SKOAZELLOMP!  
SKOAZELLOMP!



..UR BERN  
TRAOU'ZO  
DA SIKOUR E  
GIZ-SE ?

C'HWI'ZO  
BA'N TELE ?



N'OC'H KET  
JACQUES LEGRAS  
MEMESTAA !

AC'HANTA!  
NANN,  
SELAOUER-  
KAER !

..N'EO KET  
'UIT AR  
CHMILBLICK,  
GEO ?

AHAN,  
FANCH  
DOURPIK, EOS  
STUDIO  
FR3

NEUSE,  
FANCH LAMBIG,  
RET EO KASS  
WAR RAK AR  
STOURM 'UIT AR  
VROZH HAG AR  
YEZH ...







EVELJUST!

.. N'EKET  
TOUT LARET  
"DAOUST HAG-EN"  
POENT D'IN MONT  
KUIT!

UR BANNE  
ALL PO?

AC'HANTA!  
YEC'HED  
MAD!

DIWAN  
DA SIKOURIN  
BREHAN!

.. A BOUEZ  
BRAS EO  
SIKOUR  
DIWAN!

des  
**FEST-NOZ** RETRAITÉS  
de la  
**G**ENDARMERIE



HANTER NOZ  
HANTER! MOIEN  
'VO DA VONT BARZH  
EVIT NITRA!  
GWELL AZE!  
**Hik!**

AC'HANTA,  
DEOHP  
DE'!

AMAN  
M'EOS  
PAET  
DIJA!

**Hik!**

ENTRÉE  
**8 FRANCS**

TRESADENNOU : PENN J'AO  
TESTENNOU : JOB STROLLU

SUCÉQUAMENT

ACH

### LA POLICE : UNE GRANDE FAMILLE

LE DEPART EN RETRAITE de M. Denos, sous-brigadier de police au Mans, a permis de découvrir une situation de famille assez exceptionnelle. En effet, sur les huit enfants auxquels M. et Mme Denos ont donné le jour, les six garçons, suivant l'exemple de leur père, sont devenus fonctionnaires de police, une fille a épousé un officier de paix. Seule, la seconde fille a failli à la tradition : elle a épousé un sous-officier de carrière.



HATE?  
PETRA VI  
PA VI BRAS



ME VO  
BARZH  
BANDENN  
BAADER

BOUM



# AR RIBOULER MASKLET

in "The Masked Boozer strikes again"

ADKAVOUT ARREER  
HOR MIGNON BRAS  
EN UN DAVARN  
(EVEL JUST)  
NA PETRA TA!



AKAIT DIN UR BIER ALL TA!



HA! HA! C'HOAZH UNAN NA YELO KE  
GANT AR C'HALLAOUED



YOUPI

YEAH



AMAN FAÏNCH BORDELIC



Hiyo FRSTROAZH A GINNIG DEC'H UN INTERVIU EUS AR RIBOULER MASKLET,  
AR PISTARD MASKET, PENAOS MAÑ KONT GANT AR JEU?



HAG HIYO, TELESPEKTATEURIEN GER,  
AR RIBOULER MASKLET, ZO VONT DA  
BROUVIN DIRAKOCH SUPAERIORITE HON  
FRODU FRSTROAZH!



BENN AR FIN UN EVAJ DEUS AR  
C'HENTAN KALITE EVIT AR VRETONED



AOTROU RIBOULER MASKLET, MERSI BRAS EVIT AN  
DEMONSTRASION GRAET GANOE'H EVIT FRSTROAZH

# BROARK



Yod Kerc'h? n'eus tamm  
 programm ebet gant ar re-se!  
 kement-se!! Sed aze kaoziou  
 drol a vez faolet hardi ouzh  
 diskouarn tanav hor churusted  
 haq hol leanezed yaouank.  
 Peadra da zigalonekaat  
 anezho ha da fourrañ anezho  
 e-barzh daouarn krok diskib.  
 ien ur Jesus pe ur Moun  
 bennag deus eus n'ouzon  
 ket pelech.



En em vodañ hon eus graet neuze da sevel deoc'h ur  
 program demokratel promesoù. Pedet e oa bet an holl da zont  
 d'an emvod-se. Mes lod eus al lizhiri pediñ a zo chomet etre  
 krabanou beg-e-dog. Setu, kasi sur e vanko ur benn promesoù  
 onest e-barzh ar program-mañ. Forzh penaos ne vioc'h ket ne  
 ziwezhat da skrivañ deomp a-benn e vimp e-barzh ar  
 gouarnamant.

## PROGRAMM.



- ① Adstaget e vo gwinajou bro Naoned da peurrest ar vro.
- ②. Qoloet e vo ar vro gant gwinajou, gwez-avalou. Plantet  
 e vo Marijanig war gement tachenn loubal a zo.
- ③ Brasaet e vo porzh gwim ar gornigell e-barzh Kemper. Dre  
 eno e tevio deomp ar Bier eus Bro Belgia, ar Rum eus  
 Martiniq ha biou eno eo e yay kuit eus Breizh, ar gwim  
 ar chistr hag ar chouchenn. Degas a raio labour d'ar farderien  
 barrikennou ha bagou ha.. d'ar vezverien....
- ④ Savet e vo ur pipe line etre ur geriadenn eus Bro Bagan  
 hag ur geriadenn eus aodoù kreizteiz Bro Eirian. Diwezhat-  
 och e vo savet ur pezh mell usin Guinness etrezek a mañ.
- ⑤ Un hent nevez evit Breizh izel, ar vro Vigouden, ar  
 Gornigell, Bro Bagan, hent ar Rum e hanw.
- ⑥ Emrenezh bolitikel evit nep minorelezh a garo....
- ⑦ Plas ar Galleg: Brav eo ar Galleg. Un druez e vefe leusket  
 al langaj-se mont da goll. E blas en deus en hor Sevenadur.

Studiet e vo, eta, peseurt mod sevel ur gomision hag a studio peseurt mod reiñ un nebeut poentoù ouzhpenn d'ar vachelourien a oar drailhañ ur poz galleg bennak.

Gwechall e oa kalzig kanaouennoù galleg, lod fallo ha louz hag a veze kanet e-barzh an tavarnioù, lod all fallo ha kristen hag a veze kanet e-barzh an ilizoù. Skoazellet e vo ar gevredigezh "Ramas" e anv anezhi hag a zo o poaniañ da zastumiñ ar c'hanaouennoù-se strewet er vro a-bezh.

Ur blijadur gwirion eo gweled yaouankizoù ar c'helc'hioù keltieg hag o renerien o teskiñ galleg. Gant lod e teu bravig a-walc'h ha lod all a c'hell distagañ "les crêpes de grand-mère" ha "au revoir", "la gôlie fleur de blé noir" dirak hon douristed sabbatuet. Ur subvension a vo votet evito. Roet e vo diwezhatoc'h ur chart d'ar galleg.

- ⑧. Ko-hoperasion e Bro c'hall. Mont a ra an oberenn-se da re ger. Dilezet e vo pep tra.
- ⑨. An douristelezh. Ar c'hazarnioù kozh a zo er park d'Armorik a vo graet muzeoù deuzouto. An dud barrek a vo ezhomm deuzouto evit diskouez d'an douloù risklet ar vuhez a oa renet gwechall e-barzh ar c'hazarnioù-se a ranko deskiñ ar soton, ar sujidigezh hag ur bern doareoù chatal. Aozet e vo evito stajoù 1 bloaz e bro c'hall hag en un nebeut broioù all e lec'h chom. Kazarnioù gwirion e-barzh enno c'hoazh
- ⑩. Ne chomimp ket d'ober brezel d'ar radioioù-pirad, war dro anezho, hag a vez goloet ar vro gant o fatoù galleg hag o sonjoù drol.
- ⑪. God-Berik a vo kaset evit netra d'an holl dud. Kaer meurbed e tevio da vezañ, ne vo ket mui an disterañ takenn falokratiezh e-barzh. Kenderc'hel a raio da ziduiñ ar speredoù normal ha da emerdiñ ar re all.

Evit reizh ha Breizh  
An tad farder.

UR VANDENN DRESET  
 DA VOUD EMBANNET GANT  
 KOMZ HAG ARZ BREIZHEK  
 "AR MELL LOST PLUÑV!"

treset ha peurlipet gant

# FANCHON

ride on!



## gant piv e yelo ar maout?

SAV KET  
 DIN KEN  
 FORZH PENAOB!



eme kant-idad Yod Kerch  
 e ENEZ EUSA. (daou gandi-  
 dad a ginnigomp evit Eusa!)

...PENAOB?...?  
 N'EO KET DOUE  
 POSUBL !! Strollad  
 Yod-kerch a  
 ginnig ur c'han-  
 didad e pep  
 sirkonskription!

ar c'H.K.G.B  
 dorn ouzh  
 dorn garto!!  
 UR VEZH!  
 dav ober  
 un ardou  
 bennak!!

Poent eo  
 ain  
 HASTAN!

Aloubet eo ar  
 vro gant Yod-  
 kacherien  
 anti-klergical

PUTEN  
 C'HAST!

# VODKAECH

СТАГАДИН НА ГОУРАДИЗУ

20 КОРЕК

FLB

## M. CRESSARD : le P.C.F. et le F.L.B. favorisent la guerre idéologique de l'U.R.S.S.

En France, le parti communiste, les mouvements révolutionnaires et les autonomistes bretons et corse favorisent la guerre idéologique menée par l'URSS, affirme M. J. Cressard, député RPR d'Ille-et-Vilaine.

M. Cressard est responsable des problèmes de défense au RPR et, à ce titre, il a répondu aux questions que le « Comité national défense - armée - nation », organisme privé consacré à l'étude de la Défense nationale, pose avant les élections à tous les partis politiques. C'est dans cette réponse qu'il a notamment déclaré que « le PCF participe à la guerre idéologique dans la mesure où ses thèses favorisent la stratégie soviétique... Je crois aussi, a-t-il ajouté, que tout mouvement qui se veut révolutionnaire, en France, participe consciemment ou non à la guerre idéologique : il favorise l'adversaire ».

Pour lui, « tous les mouvements autonomistes » en Bretagne notamment et en Corse « servent les intérêts des puissances adverses... En Bretagne, où sévit le FLB (Front de libération de la Bretagne) le grand bénéficiaire des actions du FLB est l'Union Soviétique. En al-

lant ou ne faisant aider ces pseudo-révolutionnaires, les Soviétiques obtiennent les complaisances pour se livrer à leur travail sérieux qui est d'espionner, de chercher à découvrir les itinéraires des sous-marins nucléaires pour pouvoir les suivre, de chercher à obtenir un certain nombre de renseignements. L'espionnage dans l'Ouest de la France n'est pas un feuilleton, mais une réalité. Or vous le savez, il est très difficile de passer du « l'ennemi de l'intérieur » : la guerre sémantique a réussi à éliminer ce terme de la conversation ».

Après avoir noté qu'une situation analogue se crée en Corse, le député d'Ille-et-Vilaine reparte de la Bretagne où, selon lui, « la volonté est systématique de détruire tout ce qui concerne l'électronique et qui est une réussite de la V<sup>e</sup> République, puisque c'est vraiment une industrie de pointe. Faire sauter des centres de recherche et des laboratoires c'est chercher à faire en sorte que les industries ne s'installent plus en Bretagne. Est-ce la peine qu'on investisse des millions pour que ça saute ? On va donc aller ailleurs. C'est là une arme de guerre : c'est une guerre économique ».

n'eus ket nemet  
Vodkæch a  
zo sikouret gant  
archant an URSS.

BRUD, BARR-HEOL  
AL LIAMM... BREIZH  
POBI VREIZH  
WAN WAN !



НАИИ И'ЕО КЕТ  
АЯ Р.С. КОУАРА  
ДЕ ТРАНСМИССИОН  
АЯ F.L.B.

U.D.B. НА Р.С.Ф.  
ВОИИЕТ РОУГЕ  
ЕТ РОУГЕ ВОИИЕТ

pep wiz miret strizh  
memes evit ar vroioù etrekeltiekomunour

KARIGEDU 20  
REN NUL MEO  
REDIET LACRES  
WAK CABU EUT  
TRESAN MARCHAIS.